



Programm-skouer

« An natur e-pad ar goañv »

Tem kinniget etre miz kerdu ha miz c'hwevrer

Ne faota ket krediñ tout ar pezh a lârer... **Bev-mat eo an natur e-kerzh ar goañv !** Ma vez lod o c'hoañvaat e c'heller ivez profitañ evit teurel ur sell disheñvel war an endro : dre vrankoù noazh ar gwez, pegen mat e weler al laboused ! Ha pebezh labour zo d'ober el liorzha ! Deomp da welet...

Ar programm kinniget amañ zo bet savet ganeomp evit reiñ d'ho klasad da welet **perzhioù dic'hortoz an natur** : kuzhadelloù al loened, ar c'hoad gwelet evel energiezh... A-bep eil gant baleadennoù berr er-maez, dre an hentoù-treuz pe er c'hoad, e vo kavet prantadoù arnodiañ en diabarzh, evit labourat en ur vousec'hoarzhin war 5 tem liammet gant ar goañv.

Palioù :

- bevañ ur prantad dreist-ordinal en natur gant ar c'hlasad
- kompren penaos eo frammet ar c'harzhaoueg ha perak eo a-bouezh gwareziñ anezhi
- labourat en ur bourmen, sellet ha krouiñ war perzh ar yenijenn e rod ar c'houlzioù-amzer

Lun : digoradur – loened ha plant	Meurzh : gwez ha gouloù	Merc'her : hin – an dour hag ar yenijenn	Yaou : studi al laboused	Gwener : al liorzha er goañv - klozadur
<i>En em gavout da 9e30</i> Staliañ an traoù, tro ar greizenn Ar goañv e-barzh rod ar c'houlzioù-amzer	Er c'hoad Delioù padus, delioù kouezhapl Skeud ha rusk ar gwez : sevel ur « ruskaoueg »	Da betra servij ar yenijenn ? Petra eo an erc'h ? Kelc'hiad an dour Sevel ur muzulier glav	Neizhoù ha pluñv Bouetaat an evned, pe get ? Sevel mañjoueroù ha bouloù druzoni	<i>Renkañ ar c'hambreier</i> El liorzha : dibab ar greun, hadañ. Lochoù repuiñ : evit piv, ha perak ? Labour an aozilh (tañva)
Merenn	Pik-nik	Merenn	Pik-nik	Merenn
Baleadenn er c'harzhaoueg Buhez al loened e-kerzh ar goañv : trasoù, goañvaat, repuiñ... Anavezout ha dastum ar plant	Fardañ glaou-koad Fardañ lampigoù ha goulaouennoù-koar	Baleadenn er c'harzhaoueg - sell a-dost war framm ha rol ar c'hleunioù - ar c'hoad, energiezh naturel	Anavezout al laboused : sell a-dost gant jumelloù Polottennoù dislonkañ ar c'haouenned : skejadur	Oberenn a-stroll : « spontailh jentil, kamarad an amprevaned » C'hoari bilañs
Adverenn	Adverenn	Adverenn	Adverenn	Adverenn
<i>Amzer vak</i>	<i>Amzer vak</i>	<i>Amzer vak</i>	<i>Amzer vak</i>	<i>Loc'hañ 4e30</i>
Koan	Koan	Koan	Koan	
Beilhadeg : kontadennoù e korn an oalet	Beilhadeg : baleadenn gant al lampigoù, c'hoari skeudoù	<i>Beilhadeg dieub</i>	Beilhadeg : dizoleiñ ar c'haouenned	

Ar programm amañ a-us zo ur c'hinnig a c'heller kemm hervez ho c'hoantoù ha oad ar vugale. Posubl eo ijinañ anezhañ war 2, 3 pe 4 devezh. Deuit e darempred ganeomp evit sevel ho raktres asambles gant un animatour.

